

DEZRVELLOÙ AN DUD KENFINET RÉCITS DE CONFINÉS

Ur mizvezh-pad pe un tamm ouzhpenn emañ er prantad klozañ...

Beajet 'm eus kalz en ma vuhez ha me soñj din eo ar wech kentañ emañ o chom er memes lec'h ken pell... Ne c'hellan ket klemm: evidon eo ar maread klozañ evel vakañsoù!

Evit ar prantad klozañ on aet da di ma zud-kozh. Er-maez emaint o chom e-kichen kêr Hañveg. Ul liorzh bras hon eus hag ur park gant tregont gwezenn avaloù. Un ti-gwer hon eus ivez ha kalz legumaj a zo o kreskiñ; patatez, tomatez, kaol, fav, kignen, ognon, pour, sivi... Gallout a ran labourat el liorzh bemdez hag ivez mont da redek er c'hoad a-dreñv ma zi. Met memes tra... Emaon o soñjal en tud a zo o chom e kreiz-kêr e rannidi bihan, evidon e vefe spontus... E gwirionez on un den he deus ezhomm mont bemdez er-maez. Ne c'hallfen ket bezañ bac'het tout an devezh etre peder moger... Evel ma vefe ur rannidi tout an traoù war Douar-se! Ar

prenestr a vefe an dremmwel difin, an diri a vefe er Menez Everest hag ar strinkadenn e vefe al lamm-dour Niagara...

Plac'h ar moron-me, met m' emañ war an aod n'eo ket evit ober kofig rous. Me blij din an tizh war ar mor! C'hoant 'm eus dont da vezañ ur vartolodezha bageal dibaouez war bag-dre-lien e-pad tout ar redadeg-mor ha war tout ar meurvored en-dro d'an Douar.

En urvag er porzh Brest e oan o chom araok ar bac'hadur, setu perak e santan ma gwele o fiñval bemnoz pa 'm eus c'hoant kousket.

Hep ar mor ne c'hallan ket treuzvevañ. Normalamant emañ ez an bep sizhun er mor (ha zoken e-pad ar goañv); evit ober plankenn-dre-lien, kite-surf, surf, splujadenn...

Pa vez ar skourrad-avel er skourroù-gwezenn, e sellan warzu kornog, memes ma ouzonne c'hellan ket sellout ouzhar mor a-dreñv an duchennoù. Pa vezar gouelini o kanañ war ar parkoù da c'houde an arat, d'am soñj emaint oc'h ober goap ouzhin... "c'ha c'ha c'ha ar plac'h vihan-se ne c'hell ket nijal betek

ar meurvor". Klasket 'm eus ober nijal ma c'hite-surf er park a-dreñv ma zi (enep ar surf, mod sarpantnij hepken), met n'eo ket evel war ar mor... Un deiz n'e c'hellen ket harpañ pelloc'h ha 'm eus graet

marc'h-houarn betek ar mor. Un avantur a oa: klask mont betek ar mor hep kejañ archer ebet e-pad tout an treizhhent (kazi ken trivlius evel "La grande vadrouille"). Pa on erruet war an aod e oa en ma fenn ur sonerezh deus film "Indiana Jones"...

A-hend-all e c'hellomp gwelet n'eo ket ken fall evit an natur. Kalz tudzo oc'h ober marc'h-houarn e lec'h kemer an oto. An nevez-amzer sioulañ eo evit al loened. Tammha-tamm emañ an dud o prenañ produioù eus ar vro; ivez ez eus kevredigezhioù evit kavout produioù produet gant labourerien-douar ha produerien lec'hel evit skoazell anezho. N'ez eus ket ezhomm dre ret mont d'ar gourmarc'had evit prenañ produioù digaset eus pell.

*Ar brasañ kudenn ar XXIvet kantved e vo cheñchamantoù
an hin. Evit ar wech kentañ emañ an
dilaoskadurioù gazoù o efed ti-gwer o tigrskiñen kalz
broioù war an Douar.*

*Forzh penaos ne oa ket posubl kenderc'hel mod-se da
saotrañ, lakaat tan an trelosk kondon, troc'hañ
ar gwez, lazhañ al loened ha pesketa tout ar pesk.*

*Spontus eo da lavar, met marteze en doa ezhomm an dene-
lezh un dra start evit ersaviñ.*

*Urcheñchamant zodibellaus abredpe ziwezhat ha me soñj
din eo gwelloc'h bremañ ha tamm-ha-tamm
e-lec'h diwezhatoc'h haga-grenn.*

Eloïse (live 1 - SKED)